



Emglev Ya d'ar Brezhoneg

Rakdiviz

Erruet eo ar brezhoneg en XXI^{vet} kantved met renket emañ e-touez ar yezhoù en arvar bras e *Levr Ruz ar Yezhoù en Arvar* bet embannet gant an UNESCO. Hervez an aozadur-se ez eo ouzhpenn mil yezh, a-douez ar pevar mil bennek a vez komzet hiziv an deiz, a vo aet da get a-benn ugent vloaz.

Gant an Emglev **Ya d'ar Brezhoneg** e fell deomp prouiñ, du war wenn, pegen mennet eo hor c'hevredigezh da lakaat ar brezhoneg da vevañ ha d'ober ar pezh zo ret evit ma tiarroo en trede milved, ar pezh n'eo ket asur hiziv an deiz. Setu perdk ez omp mennet da lakaat disoc'hañ, en un nebeud dekvloaziadoù, un argerzh a c'hallfe padout pell-kenañ gant al lusk a vremañ pe chom hep dont da wir biken marteze.

War empleg ar gevredigezh en he fezh emañ diazezet an argerzh-se. War bedenn **Ofis ar Brezhoneg**, ni, obererien kedvuhez Breizh, a fell deomp reiñ an tu d'ar brezhoneg da ziorren en un doare padus hag aesaat e implij naturel ha reizh er gevredigezh.

Goude sinañ an Emglev-mañ ha dre un argerzh digor ha liesdoare, e roomp hor ger da lakaat an darbennoù ret e pleustr evit adsevel ar brezhoneg.

Krefen an Emglev Ya d'ar Brezhoneg

Ni, obererien ar gedvuhez a sin amañ dindan :

a ro da chouzaout e roomp hor ger da gemer perzh en un argerzh a zisocho war d'avidigezh ar brezhoneg evit ma tizho hor yezh he live diarren uhelañ;

a embann e vo renet an argerzh-se gant ur Steuñv terkañ yezhel a vo kaset da benn :
— en ur zielefennañ stad ar yezh dre chennad ha dre d'kad bro ;
— en ur dermeniñ an diarbennoù terkañ da vezañ kemeret da bep live ;
— en ul lokaat e pleustr engouestloù fetis ha mendedk obererien ar gedvuhez o kemer perzh en e savidigezh;

hon eus choant, dre d' lusk engouestl hag emglev-mañ, da lokaat splann youl hor chevredigezh da greñvaat ar brezhoneg.

Digor eo an Emglev **Ya d'ar Brezhoneg**, evel an argerzh engouestl a zeu diwarnañ, da holl obererien ar gedvuhez.

An tu a zle reiñ d'hor chevredigezh da ziskouez pegen mennaet eo, a-drugarez d'ar perzh kemeret gant an holl nerzhioù sokial a ya d'he ober.

Ni hag a sin amañ dindan, hon eus choant ma vo lokaet diorvar dazont ar brezhoneg e Breizh a-bezh en XXI^{vet} kantved gant an Emglev **Ya d'ar Brezhoneg**.

Aozadur :

Graet e :

D' an :

Sinadur :

ARGERZH DIORREN AN EMGLEV YA D'AR BREZHONEG

Sevel ar Steuñv terkañ yezhel

- Goude sinadur an Emglev e vo savet ar Steuñv terkañ yezhel.
- Perzh a gemero holl sinerien an Emglev e savidigezh ar Steuñv.
- Savet e vo ar Steuñv terkañ o terchel kont eus gwir voud sokioyezhanieel pep tkad bro.
- Gant ur chenddch e vo klazet di lankad sevel ar Steuñv ma vo pedet an holl obererien o kemer perzh er raktres. Goude-se, e vo lakaet an diarbennoù da dolvezout hag e vo diazezet an doare da heuliañ ar steuñv.

Heuliañ an Emglev

Anvet e vo ur chengor heuliañ gant obererien ar gedvuhez o devo sinet an Emglev **Ya d'ar Brezhoneg**. Gantañ e vo termenet dre ar munud penaos mont war-raok gant ar steuñv.

Ofis ar Brezhoneg eo an arzañ e karg da reiñ startijenn di an argerzh Emglev ha da genurzhañ sevenidigezh ar Steuñv.